

KIS-428 – Ar riez hag he buhez politikel

(GE, YBAN – 15 08 92)

DICTIONARY OF INTERNATIONAL RELATIONS AND POLITICS

Roll an termenoù evel m'o c'haver e Günther HAENSCH, *Dictionary of International Relations and Politics*, Elsevier, Amsterdam, 1965. Derc'hel a ran an niverennadur, o venegiñ an enmonedoù alamanek, saoznek ha gallek (ur pevare bann, spagnek, a lezan).

| | | | |
|-----|--|-----------------------------|---|
| 546 | Hoheitsgebiet | territory | territoire |
| 547 | Staatsgebiet | national territory | territoire national |
| 548 | territoriale Souveränität, Gebietsherrschaft | territorial sovereignty | souveraineté territoriale |
| 549 | eigener Zuständigkeitsbereich (eines Staates) | domestic jurisdiction | compétence nationale (d'un État), domaine réservé |
| 550 | Gebietshoheit | territorial supremacy | suprématie territoriale |
| 551 | Ausübung der Gebietshoheit | possession | possession |
| 552 | Territorialität, Zugehörigkeit zu einem Staatsgebiet | territoriality | territorialité |
| 553 | territoriale Integrität, Unversehrtheit des Staatsgebietes | territorial integrity | intégrité territoriale |
| 554 | Bundesgebiet | federal territory | territoire fédéral |
| 555 | Hinterland | hinterland, back country | hinterland ; arrière-pays |
| 556 | Nachbarstaat | neighbouring state | État voisin, ~ limitrophe |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 557 | Randstaat | peripheral state | État périphérique |
| 558 | Uferstaat, Küstenstaat | riparian state, coastal ~ | État riverain |
| 559 | Aneinanderstoßen, Angrenzen, Kontiguität | contiguity | contiguïté |
| 560 | internationales Nachbarrecht | rules of international neighbourship | (droit des) relations internationales de voisinage |
| 561 | Zollgebiet | customs territory | territoire douanier |
| 562 | Freizone | free zone | zone franche |
| 563 | Freihafen | free port | port franc |
| 564 | Währungsgebiet | currency area | zone monétaire |
| 565 | Landeswährung | national currency | monnaie nationale |
| 566 | Landgebiet | land domain | domaine terrestre |
| 567 | Festland | mainland | continent |
| 568 | Zufahrtsrecht ; Zutrittsrecht | right of access | droit d'accès |
| 569 | Zugang zum Meer | outlet to sea | accès à la mer |
| 570 | Land ohne Zugang zum Meer | land-locked country | pays non riverain (sans accès à la mer) |
| 571 | Binnenmeer | landlocked sea, inland sea, enclosed sea | mer intérieure |
| 572 | Binnengewässer | inland waters | eaux intérieures |
| 573 | historische Gewässer | historic waters | eaux historiques |
| 574 | historische Bucht | historic bay | baie historique |
| 575 | geschlossene Bucht | landlocked bay | baie fermée, ~ resserrée |
| 576 | Seehoheitsgebiet, Seegebiet | maritime domain | domaine maritime |
| 577 | Hoheitsgewässer | territorial waters | eaux territoriales, ~ juridictionnelles |
| 578 | maritime Eigengewässer | national waters | eaux (maritimes) intérieures |
| 579 | Küstengewässer | coastal waters | eaux côtières |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 580 | Küstenmeer, Territorialmeer | territorial sea | mer territoriale |
| 581 | angrenzende Zone, Kontiguitätzone | contiguous zone | zone contiguë |
| 582 | Randmeer | marginal sea, maritime belt | mer marginale |
| 583 | niedrigster Wasserstand | low-water mark | étiage |
| 584 | Dreimeilenzone | three-mile zone, three-mile belt | zone des trois milles (marins) |
| 585 | Kanonenschußweite (Regel der ~) | gun-shot range, rule of the range of cannon | portée de canon (règle de la ~ ~ ~) |
| 586 | Insellage | insularity | situation insulaire, position ~ |
| 587 | eisfreier Hafen | ice-free port ; ~ ~ harbour | port libre de glaces |
| 588 | Kontinentalsockel | continental shelf | plateau continental, plate-forme ~e |
| 589 | Meeresgrund | sea bed ; sea floor US | fond de la mer |
| 590 | Kontrolle der Meerengen | control of the straits | contrôle des détroits |
| 591 | freier Zugang zu..., freier Zutritt zu..., freie Zufahrt zu... | free access to... | libre accès à... |
| 592 | Seekanal | inter-oceanic canal | canal interocéanique |
| 593 | Luftgebiet | air domain, ~ space | domaine aérien, espace ~ |
| 594 | Luftraum | air space | espace aérien |
| 595 | Weltraum | outer space | espace ; espace interplanétaire |
| 596 | Luftkorridor, Luftschneise, Einfugschneise | air corridor | couloir aérien |
| 597 | Lufthoheit | sovereignty of the air | souveraineté aérienne |
| 598 | Freiheit des Luftraumes | freedom of the air | liberté de l'air |
| 599 | Luftsperrgebiet | prohibited aerial space | espace aérien interdit |

| | | | |
|-----|--|------------------------------------|---|
| 600 | Völkergemeinschaftsgebiet | international territory | domaine public international |
| 601 | Besitzergreifung | taking possession | prise de possession |
| 602 | Okkupation (<i>als Modus des Gebietserwerbs</i>) | occupation | occupation |
| 603 | Okkupant | occupant | occupant |
| 604 | friedliche Durchdringung | peaceful penetration | pénétration pacifique |
| 605 | friedliche Besetzung, »occupatio pacifica« | peaceful occupation | occupation pacifique |
| 606 | originäre Okkupation (<i>eines herrenlosen Gebietes</i>) | original occupation | occupation originaire |
| 607 | herrenloses Gebiet, territorium nullius | terra nullius, territorium nullius | territoire sans maître, ~ nullius |
| 608 | ... kann (können) erworben werden | ... can be acquired | ... est (sont) susceptible(s) d'acquisition |

AR RIEZ HAG HE BUHEZ POLITIKEL

Kinnigadoù brezhonek hervez niverennadur an daolenn diaraok.

546 – tiriad g.

□ Abaoe SADED e tenn **tir** da gennotañ an arvez politikel eus an douar ha **glenñ** an arvez naturel anezhañ. Menegomp nemedennoù, evel **kevandir**, amprest kembraek hag an arverioù kevenep eus **douar-** ha **tir-** meneget war Da-63, p. 35 : “**tirhentoù** (a c'hell bezañ **douarhentoù** pe **houarnhentoù**), **dourhentoù** (a c'hell bezañ **morhentoù** pe **stêrhentoù**).”

547 – tiriad ar riez, tiriegezh b.

□ Abaoe SADED ez arverer **tiriegezh**, amprest kembraek, er ster-se.

548 – riegezh b. tiriadel

□ War *Emsav* 27, pp. 84 hh. emañ dispelegadur an termen-mañ.

549 – gouvene g. piaouel ur riez (domani miret)

□ Termen ebarzhet gant YBAN (< hBr. *guomone*). Hervez DGVB. e talveze an termen hBr. kement ha "tiriad e dalc'h ur veli"; n'eus moarvat

kammarver ebet ouzh e lakaat da dalvout "aferioù e dalc'h ur veli" diouzh un tu ha "beli a zo en he dalc'h un tiriad, aferioù, h.a." Arveret e vez an termen er Gwir etrevroadel da verkañ an domani a vir ar riez he beli warnañ ha na anavez ket beli (gouvene) an UNO en e geñver.

550 – dreistbeli b. diriadel, arloziezh b. (tiriadel).

□ "Gouvene dispellaus ar riez war he ziriegezh". Br. **arloziezh** a zevezan diwar Br. **arlox**, o taveiñ da Kb. *arglwydd* "king, sovereign, ruler of territory" ha da *arglwyddiaeth* "sovereignty, reign, supremacy ; land or territory of a lord".

551 – arloziad g.-où

□ "Embreg an arloziezh", kv. Kb. *arglwyddiad* "dominion, government", ha Br. **arloziañ** "embreger an arloziezh, piaouañ an arloziezh war un tiriad", kv. Kb. *arglwyddio* "to have dominion, reign, rule, domineer".

552 – tiriadelez b., gouvene g. tiriadel

□ Daou ster zo d'an termen Gl. *territorialité* : 1) Tiriad ar riegezh. Er stermañ e vez arveret **tiriadelez** en *Emsav* (sl. "pennaenn an diriadelez" *Emsav* 76, p. 133). 2) An eil ster a gaver er c'herienn : "territorialité des lois", reizhiad a vez hervezi talvoudek lezennoù ar riez evit an neb a zo war he ziriad ; an termen brezhonek zo neuze : **tiriadegezh al lezennoù**. Da heul, ar Gl. *exterritorialité* zo da gevatal dezhañ ar Br. **eztiriadegezh**.

553 – kevanded b. an diriegezh

554 – tiriad kevreadel

555 – keinvro b., diabarzhvro b.

556 – riez b. amezek

557 – riez trobarzh

558 – riez arvorek

559 – kefinded b.

560 – gwir g. an amezegiezh (etre) riezoù

561 – tiriad maltoutel, maltoutva

562 – tachad g. frank, frankva g.

563 – porzh g. frank

564 – **tachad** g. **moneizel**, **moneizva** g.

565 – **moneiz** g. (**ar**) **riez**, **moneiz riez**

566 – **glad** g. **douar**

567 – **kevandir** g.

568 – **gwir diraez**

569 – **diraez** g. **d'ar mor** ; **monedva** g. **d'ar mor**

570 – **bro** b. **hep diraez d'ar mor**, **bro hep arvor**, **bro dirgæ**

□ An teir gerienn a ginnigomp a venn bezañ kevatal d'ar geriennoù alamanek, gallek, saoznek. Ar Br. **tirgæ zo form goazh adanor ur verb tirgæañ**.

571 – **mor** g. **tirgæ, kaevor**

572 – **doureier** ls. **diabarzh**

□ En diskiblezh-mañ e lakaer kemm etre *See (Meer), sea, mer* ha *Gewässer, waters, eaux*. Da heul e kinnigomp e rafe ar brezhoneg gant **mor** ha **doureier**.

573 – **doureier istorek**

574 – **bae** g. **istorek**

575 – **kulvae**

576 – **glad** g. **mor**

577 – **doureier gouvene**

□ Evel diskleriet en notenn gent e kavomp gwell adkemer e brezhoneg ar c'hemm graet er yezhoù all etre *See [...]* ha *Gewässer [...]* Diaes e kave GE ober amañ gant **morva** evel ma kinnige YBAN : diouzh un tu ne zec'herie ket arvez gwirel an termen, diouzh an tu all e pellae diezhomm eus ster an hBr. *mormaou* "maritima" DGVB p. 260.

578 – **doureier mor diabarzh, doureier piaou ar riez**

579 – **doureier aodel**

□ Arveret eo bet **aodel** er ster-se abaoe derou SADED. Kemm zo etre **aodel** "a-geñver gant an aod" hag **aodat** "o trigañ en aod".

580 – **mor gouvene**

581 – **tachad kefin, kefinva g., kefinbarzh g., kefiniad g.**

582 – **mor trobarzh, mor gourizat, gourizvor**

583 – **rezizelva g., rezizelverk g.**

584 – **gouriz g. an teir mill vor, teirmillva g.**

585 – **reolenn b. an hed tenn kanol**

586 – **eneziadezh b.**

587 – **porzh diskorn**

588 – **seulad g. ar c'hevandir, seulad kevandirel**

589 – **strad g. ar mor, goueled g. ar mor**

590 – **reolerezh g. ar strizhouù**

591 – **diraez g. frank da, moned g. frank da**

592 – **kanol b. etremeurvorel, morganol b.**

593 – **glad aer, aeregor g.**

594 – **aeregor**

A-geñver gant **ranndir, rannvor** e ve graet diouzh ezhomm gant **rannaer**.

595 – **steregor, ec'hegor, egor, oabl**

E Preder hag *Emsav* ez eo bet arveret **oabl** er ster-mañ da heul Roparz HEMON war ABK. Dav eo lavarout ez eo bet arveret **egor** gant tud all, o plakañ evel just diwar ar galleg. Daoust ma n'eo ket soliet an holl arguzennoù a reont ganto (sl. KIS-323, La-08, pp. 270 hh.), ez eus unan kendrec'hus a-walc'h : ur c'heal a bouez zo aze hag un dec'heriad evel **egor** zo berr hag aes da zeverañ. Bezet pe vezet, mar arverer **egor** er ster-mañ, ra vo er yezh voutin, evel ur raktroc'had diwar **steregor** pe **ec'hegor**.

596 – **aerdrepas g., aerode b.**

597 – **riegezh an aer, gouvene an aer, arloziezh an aer**

□ Hervez ar yezhoù e hañval ar ster kemmañ. Al. *Lufthoheit* zo a-geñver gant *Gebietshoheit*, Gl. *souveraineté aérienne* gant *souveraineté territoriale*, alese ar c'hinnigadoù brezhonek.

598 – **frankiz b. an aer, frankiz an aeregor**

599 – **aeregor berzet**

600 – **glad foran etrevroadel**

601 – **kemer** pao. & g. **piaou, enpiaouañ**

602 – **ac'hubad** g.-**où**

603 – **ac'huber** g.-**ion** ; **gouzalc'her** g.-**ion**

604 – **tregerzh** g.-**ioù peoc'hiek**

605 – **gouzalc'h** g.-**ioù peoc'hiek**

606 – **kentac'hubad** g.

607 – **tiriad diarloz, tiriad anpiaou**

608 – **enpiaouadus** aa.